

Broud Nevvez

Per-Jakez HELIAS :

BUGALE BERLOBI

N° 42 - 1981

BRUD NEVEZ

Kelaouenn vrezoneg mizieg

N° 42 - MIZ C'HWEVRER 1981

Rener : Andreo Merser

Sekretour : Jakez Salaun

An oll lizerou ha skridou a zo da veza kaset da : BRUD NEVEZ, 6 ru Beaumar-chais, 29200 BREST.

Priz an niverenn-mañ : 8 lur

Koumanant-bloaz :

- priz ordinal : 60 lur
- koumanant-skoazell : azaleg 80 lur
- studierien, soudarded : 40 lur
- broiou estrañjour : 80 lur

Eur houmanant-bloaz a dalvez evid 10 niverenn.

Ar chekennou-bank a zo da veza kaset war eeun da : Brud Nevez, 6 ru Beaumar-chais, 29200 BREST.

Ar chekennou-post a zo da veza laket war C.C.P. Brud Nevez 893-94 P Roazon.

I.S.S.N. : O399-7014

Disklêriet hervez al lezenn : kenta trimiziad 1981.

C.P.P.A.P. : n° 34.627

Ar merour : P.-M. Mevel

Moulet gand Ti-moullerez ar Martolod, er Gelveneg (Imprimerie du Marin, Le Guilvinec).

C. evid an oll bennadou.

N'eus ket a aotre d'embann eur pennad diwar Brud Nevez, heb beza bet an aotre d'henn ober.

Ar skridou hag ar pennadou a vez embannet e « Brud Nevez », n'emaint ket da veza laket war gont ar gelacouenn heh-unan, war gont ar re o-deus skrivet anezo hebken.

Ar skridou ne vint ket embannet a vo kaset en-dro ma vez tu.

TAOLENN

Golo gand Maya.

✓ - Ar boutaouer-koad amourouz, bet dastumet gand Kerlann	2
✓ - Per-Jakez Helias : Bugale Berlobi	4
✓ - L. Conq : Hekleo Traon Bouzar. VII. Amzer al lapined 42	22
✓ - F.B., P.M. Mevel : Lennadennou	29

AR BOUTAOUER-KOAD AMOUROUZ

Sko 'ta, ma bouhal, war ar hoad (*diou wech*)
Ma vo taillet diou votez koad
Ma vo taillet diou votezig
Evid treid bihan Fransoazig.

Taillet ar hein hag ar hoste
Brava boutou vo er hontre,
Mez ne vint gwech ebed re vrao
Evid dañsal ar jabadao.

Goude ar vouhal, dao d'an talar,
Ma vo grêt dê eur hov dispar,
Eur hovig ront ha koant ha plén,
Tano ar hoad vel eun delienn.

Ma vo skaïv ar votezig fao,
Barz troad Fransoazig Kervenno.
Alo ! bremañ eun taol rask
Vid ma vint vel eun drask.

Ma vo mistr ar boutou bihan
Evel korvig eul laouenan,
Pa vo an diou votezig fô (1)
En treid Fransoazig Kervenno.

Marteze 'r plah na zoñjo ket
Er boutaouer e-neus o grêt,
Er boutaouer-koad hag he har
Hag a varvo gand e hlahañ.

Sko 'ta ma bouhal, sko ha sko
Vid tailla boutou all er fô.
An deiz zo hir, an noz zo berr
Evid ar paour kêz boutaouer.

Bet dastumet gand Kerlann.

(1) fao

NEVEZ DEUET ER-MEZ

P.-J. HELIAS
THE OTHER 'UN

bet renket e saozneg diwar « Egile »
gand Janet Ormrod
Brezoneg ha saozneg keñver-ha-keñver

Da veza goulennet digand « Brud Nevez »
Priz : 13 lur + 4,30 lur mizou-kas

Per-Jakez HELIAS :

BUGALE BERLOBI

Education paysanne
Ar paotr seven
Yann Gouer

Laouen eo « Brud Nevez » o kinnig diwar an niverenn-mañ d'he lennerien eun des-tenn all diwar bluenn Per Helias, hag a ziskouez pegen don eo e anaoudegez euz sevenadur ar Vretoned.

Kaoud a reer ar skrid galleg el leor « Les autres et les miens », bet adembannet gand Pion.

KELENNADUREZ YANN GOUER

Pa 'z eus kaoz euz ar zevended, en em reiza reer, peurvia, ouz dereadegez ar bugel hag an den onest a zo desket deoh er skol, ouz boutina skiant-beva ar vourhizien, ouz eur seurt orbiderez maget er zaliou-degemer ha n'eus outañ netra all ebed nemed noberez ar zantimanchou dibab. Kement-se a ya deuz « seh da fri - sav da loerou - lavar bofjour d'an itron », beteg an troidellusa troiou-lavar implijet gand ar von-dianed ha dre an digareziou, ar stouadennou, ar doujañsou, ar gourhemennou, al lipou-dorn hag ar biz d'al laez war an tasad te. Eur zahad ardou, ya !

Piou bennag ne bleug ket da reolenn al lezennadur-ze a zo lakeet fall-savet gand e vamm, nemed anez beza aotreet gand e ouenn, e renk, e beadra hag e vrud d'en em ziskouez dizeven-kaer evid brasa genaouegez an droched. Hogen, forz penaoz hag eur wech evid mad, divizet eo ne hell beza euz eur houer nemed eun amparfal hag eur paitog. E voaziou a zav sebezenn pe voushoarz. E lavar n'eo ket gouest d'ober gand lorhou amdroremen an doare-suja. Fazia ra war ster komzou 'zo pe, gwasoh hoaz, ne oar ket outo. Meska ra « ger » ha « ker ». Bez' ez eus outañ, en oll, eur roll evid ar farserez hag ar hoarzigell ma n'eo ket chomet aï lennegez nag ar c'hoariva heb tenna dioutañ taoliou-c'hoari seul ésoh d'ober ma ne oa ket ar reuzeudig e taill klemm.

Hogen, disheñvel-kaer ar wirionez. A-viskoaz e-nez sevenet ar houer ouz eun doare-beva a dalvez kalz re all hag a hell beza, e-keñver ar gizidigez kenkoulz hag an diblegusted, dreist al lidachou o ren e-touez ar pennou braz. O veza, avad, e sente ouz eul lezennadur anavezet dezañ nemetañ ha d'e bared, o veza ma oa dalhet war ar vazenn izella, o veza ma houzañve e-unan kleñved mud e izelded, brao oa ober goep outañ, zoken gand trugarez evitañ. An traou a zo bet e-giz-se evid ar wech.

Hirio, skiant-beva tud ar mèziou a zo da vad o skarza al leur dirag orbidou nevez. Dremmou ar beizanted a ouenn hlan a steuz buan a-dreuz an dispahou a gouez warnom an eil goude egile. A-barz peil, rummadou nevez a hounideien e vo tonket dezo kemer, dre red, buhezegeziou nevez. Ne uezint ket, zoken, war-lerh peseurt kompagninez e teuont, abalamour den ebed n'e-no kemeret ar boan da zelled piz ouz o zadou diweza. Poent braz eo embann penaoz ar gouerien n'o-deus bet biskoaz, e-keñver ar zevedend, kentel ebed da houllenn digand den ha penaoz e hellfed, war veur a dra, paka skwer diwarno. Setu aze ar pez emon o vond da glask ober en eur hervel da goun ma helennadurez din-me e-kreiz eur boblad tud a-ziwar ar mèz oh ober gand ar brezoneg. N'ouzon ket hag-eñ 'm-eus tennet diouti kement a vad hag em-bijeg gellet ober. Felloud a rafe din, na muioh, enaoui letern born ar vourhizien vunud om deut oll da vez. Gwelet vo, da houde, piou e-noa leh da ruzia.

DA BEP HINI E WIR

Sevended Yann Gouer, hag a oe ma hini-me (a zo dalhmad ma hini e-keñver tud ma bro) ez eus outi rei da bep hini e wir ha goulenn digantañ on gwir deom. Lakaad a ra an dud dres en o flas er familiou hag er hompagnezeiou a-ziwar ar mèz. E-keñver an estrañjourien, ober a ra diskouez e barlochou d'an eil ha d'egile evid ma ne veje fazi ebed. N'eus aze netra evid mann. N'eo ket eur c'hoari, eur reiz na lavaran ket. N'eus ket kont da ésaad an darempredou, med d'o diwall pe d'o diazeza evel m'eo red. Ober a reir gand ar henbrezeger hervez e vuzuliou anavezet pe glask gouzoud piou eo, da vez a deread outañ. Goulenn a reir, divergont kaer, ouz ar re nevez-deut, n'eo ket kement dre zebron-gouzoud ha d'en em ren gwelloh gantañ. Ne lakeer ket izel piou bennag a zo rog ouzoh, nemed distrei dioutañ ha tenna ho treid ganeoh, mad peill 'zo ! Nehet oh gand ar veulerien tost kement ha gand ar vousklemmerien. Ar re a hieb ho poutou deoh gand o dælou ne dalvezont ket muioh eged ar re a ra ouzoh mab an heol, dre ma 'z int direiz evito o-unan hag en ho keñver deoh. Ar memez re aliez.

Abalamour da ze, iveau, ar beizanted n'en em reont ket mad gand an troiou-lavar goullo. N'anlavont ket beza « boemet » pe « achantet », na zoken « eüruz » oh ober anaoudegez ganeoh pa 'z oh kaset dirazo. Re abred eo. Diskleria rint, avad, o filjadur eur wech greet an anaoudegez-se e gwir, eur wech c'hoariet ganto an dro deoh, da lavared goude tremenet ganeoh an arnodenn gand meneg ouspenn ha p'en em gav laouen an arnodour gantañ e-unan. Divizou an degemer a ra heug dezo. E gwirionez, ar ger « bonjour » n'eus kementad

ebed dezañ e brezoneg, daoust ha ma vez klevet aliez a-walh dindan e stumm galleg abaoe eur remziad bennag, ha kenkoulz ar ger « salud ». Ar geriaduriou a ginnig deoh « demad », med eur marmouz ez eus outañ. Biskoaz-buhez n'em-eus klevet anezañ war vuzellou eur houer. Mernez tra evid ar ger « merci ». « Trugarez » ha « bennoz Doue » a ra evitañ e brezoneg, a zalh ganto o zalvoudegez relijel ha ne gavont ket kalz implij en deiziou pemdezieg, biskoaz em bro din-me. Trehi a ra ar ger galleg, pez a ra mad da houzoud eo enbroet.

Bez' ez eus, avad, eur ger brezoneg, euz ar re wella anavezet zoken gand ar re n'ouzont ket or yez, hag a zo splann-tre. « Kenavo » 'ni eo, hag a ra kement hag « au revoir » hag « adieu » war eun dro. E wir ster a zo « beteg ma vo ». Bez' e heller teurel d'e heul « emberr, warhoaz, ar Baradoz ». Hennez eo ger an disparti pa vele c'hoant adweled ahanoh. Mar klevit anezañ e hellit distrei, degemeret mad e viot. Taolet er-mèz gand gwrez ha kalon goude eun diviz hag eur weladenn, ha padal ar horzou kenta a zo bet kintuz ha dihras. Med barnet oh bet bremet. Kenderv a-bell oh, med kenderv.

Pa gejer etrezoh war an hent, e tistager komzou hervez an digouez : « Brao a ra ! Emoh war vale ! Diskenn a reer ? Pignad a reer ? » Se a dalvez kant « bonjour ». Diskarg a vez greet d'ar vugale. Bez' rankont sellé ouz ar re vraz ha gortoz e vele komzet outo. Doujañs ar vugaligou a zo mud. Dever an oad krenn a zo komz da genta. Ne vank morse pa vez a ouenn vad. M'emañ an abardaez warnoh e klever : « Dond a ra an noz ! Berr ar sklierjenn ! » hag all. Anaoud a ran tud ha ne lavaront morse « noz vad » nemed d'ar re glaiv. Perag ? Abalamour ar re glaiv o-deus ezomm braz euz eun nozvez vad.

ANOIOU GWIRIET

Ar geriou « aotrou, itron, dimezell » eo strizig-tre an implij outo e brezoneg, pez a lavar, eur wech hoaz, e vez roet dezo eun dalvoudegez vraz : « Aotrou » e-neus dalhet gantañ, troiou a zo, eur ster tostig ouz « seigneur » (gw. « an aotrou 'n eskob ») da herez digand ar Renadurez koz. Kemer a ra larkoh dindannañ beleien ar barrez (« an aotrou person, an aotrou kure »), gand diskennidi an noblañs hag eur « pennbraz » bennag evel an noter pe ar hannad. Bravoh hoaz, an titl-za a zo spouronuz a-walh da zouga dre ma samm warnañ an hini a denn e vad dioutañ behiou stard evitañ e-unan hag e-keñver ar bobl. A-hend-all, ober a reir gantañ brao evid goapaad pa 'z eus kaoz ouz teillec a gred beza uhelloc eged o stad.

Evid ar ger « itron », miret oa, nemetken pe dost em bro, evid ar Werbez Vari (an Itron Varia). Eun nebeud merhed o stad uhel a helle digemer anezañ heb ruzia. An oll re all, avad, a veze nehet broust o veza anvet evel-se gand eun estrañjour er barrez hag a grede ober mad. Ma mamm din-me hirio hoaz. Ar skolêrez hag ar boстerez, pa zeuent euz leh all, o-doa gwir war « zimezell » hag iveau ar plahigou pa vezent gand o dillad sul. Abaoe eur rummad, o veza m'o-deus paket bugale ar vro a zo derezou uhel pe gargou braz, o gwragiez pe o merhed a zo a anvet a-wechou « itron » ha « dimezell ». Int o-unan, avad, n'int ket « aotrounez » evid kement-se.

Mestr ar feurm, pe zoken an hini emañ e famill war ar feurm-ze abaoe pell 'zo, e vez lakeet dezañ ano ar feurm kenkoulz ha ma touge gwechall an aotrounez ano o douar. Pa vez komzet deoh euz eur « Youenn a Gerlaeron », arabad deoh kredi ez eus er gaoz eur penn-den euz an noblañs, beskont pe varkiz. Eul labourer-douar 'ni eo, hag e-neus ano « ar Halvez » pe « ar Jentrig », evel m'e-noa roue Bro-Hall « Kaped ». War an diwez, avad, e tizoñjer ouz e ano famill seul ésoh ma talh ar wreg ganti heh ano plah-yaouank e-pad he buhez. Marijan Salaun ez eus outi, da skwer. He gwaz e-unan, pa vez troiou dreist, a ra kement-se outi. Pe hoaz eo Marijan Youenn a Gerlaeron. An devezourien a laboure, goude Yann e vab, war eun douar 'zo, o-deus iveau ar gwir da zouga e ano. Ar re vunud a bakhano, aliez, diwar o micher. Ma zad-koz n'eus bet outañ, biskoaz, nemed Lan ar Bou-taouer. Pa veze ar memez ano-badez gand an tad hag ar mab, hennez a oa Per Jaouen Koz (pe Vraz), hemañ Per Jaouen Bihan. Tra muioh. Ha forz penaooz, peb kouer en e di a zo ar mestre pe an ozah, e wreg ar vestrez.

Evid eur bugel, peb maouez war an oad krenn a oa moereb ha peb gwaz dimezet eontr. Respontet a veze dezañ gand ma niz. Hogen, ar baotred yaouank a ranke teur evez a-raoq ober moereb pe eontr euz tud hag a oa mamm-goz pe tad-koz abaoe eun nebeud bloavezziou. Furroh oa rei dezo o anaiooubadez. Ha diéz-tre an disrann da gavoud. Hirio hoaz n'ouzon ket mad peleñ emañ.

Talvezoud a ra digas da zoñj adarre e verke ar geriou a famill-ze kevrennerez eur gompagninez ha tost eur renkad ? Ne vije ket deut deom er spered distaga eontr pe voereb da dud gwisket e kiz-kér. Bez' ez eus kazo euz kendirvi e-giz Breiz. Abalamour en em heulie ar famillou a-dost hag e-pad pell. Desket e veze ar genderviez pella d'ar vugale. Ar re anvet ganeom eontr pe voereb ne oa outo aliez nemed kendirvi war an drende pe bevere derez. E berr, kendirvi oam etrezom dres e-giz ar roueed hag an nobled etrezo.

AR PENN HAG AN TOG

Eul lodenn vad euz dellid diavéz Yann Gouer en em gave en tog. Ha kenouizieg-tre oa euz kement-se. Ar memez notenn, a-hend-all, a dalvez evid ar Bretonezed e-kefiver ar hoef. Dilezel ar « gwiskamant-penn-ze » e-neus merket eun diskar euz or zevenadurez a-ouenn ha dreist-oll euz ar zevended. Pa stagas ar giz-kér da drehi war hiz ar vro, an tokeier 'ni eo a reas penn ar pella. Koueza reed o kemer ar gasketenn pe ar boned plad, anvet e goap « ar bern kaoh-saout ». Da dest ar houer leonad deut da veza micherour e arsanal Brest hag a jomas feal beteg ar fin d'e dog braz, daoust ha ma oa hemañ ker-du. Kousta ree pevarzeg lur ha padal e oa roet ar gasketenn evid eiz real. Hag an den mad a lavare : « Ma lezan hennez iveau da vond, peseurt enor vo greet din ? »

Evid ar merhed, lod outo a zah hoaz o hoef war eun daou-bez en doare klasel. Diéz eo en em derri d'e zilezel dra ma 'z eus outañ ar henta pompad da lakaad ar vaouez en he renk. Anzav a ranker ez eo a-lorh ar hoefou-ze ha personelezet atao. Tokeier bras ar wazed, gand o bloukou rikamanet hag o voulouzennoù ledan o koueza beteg hanter-gein a ra memez tra. Klevet mad a reer n'eo ket euz ar gwarez hebken evid ar penn, na zoken eur hemPenn didalvez, eun emzalh ne lavaran ket e ster gwir ar ger. Enor ar houer a zo kaoud e benn goloez ha kaer. Bez' ez eus bet ranket digouezioù dreist evid din gweled ma mamm gand he fennad bleo. Ma zadou-koz ne lezent ket o zog en ti, dreist-oll evid debri. Ne zizoloer ket ar penn dirag eur bevañs gonezet ganeou. Gweled a ran hoaz mistri-labourerien ma yaouankiz o kadoria brao endro da daol ar zul, toket e doare chuiñed Rembrandt hag oh en em zerhel e-gisto. War ar pemdez e tigasant kentoh soñj euz pennou-tud Le Nain, kenouizieg euz o stad kement hag int. Setu perag, pa deurvezent dizoloi o hloppenn, se a dalvez kant kwech muioh egod taol « chapomou » eur bourhiz euz ar memez amzer. « Ken pezall an tog hag an den ».

War benn noaz en em lakeer dirag an aotrou Doue en iliz ha dirag ar re varo forz peleñ. E ti an noter aliez, n'eo ket bewech, dirag eur re bennag dleet dezo an ano aotrou hag evid mond tre e ti tud n'int ket euz ha tere hag a ra deoh enor en digemer. An oll dud-ze, ouspenn-ze, ma ouzonc diouz ho poaziou, a bed ahanoh d'adviska ho tog. Stad a-walh a zo enno gand ar jestr frank ha leun a zigorou ho-peus bet evito. Rag eur gwir beizant ne zav ket dog dre hanter-guz. Ober a ra dezañ diskenn e penn ar vreh, bouloutennou dispaket. Ar salud meur pe netra toud ! Ha heugi a ra da jom war e benn noaz. Evid antreal en iliz zoken, gortoz a ra bez a paket ar porched a-raoq tenna e dog, aliez gand e zaou zorn. Ha

gwiska anezañ endro, kerken̄t ha deut er-m̄er, gand preder braz.

Daou-ugent vloaz zo, e-touez on tud-ni, piou bennag a bournm̄e gand e vleo dizolo a veze lakeet dismegañs, nemed deut e vije bet eur sp̄eredeg touet, da lavared kuiteet gantañ ar genvreuriez. Bez' e ranked, avad, beza bachelour d'an nebeuta. Displisusoh hoaz p'neoa eur penn-beuz (moal). Lavarom, evid echui, penaooz ar gwasa mez, o tistrei euz eur friko bennag re vinniget, a oa koll an tog. Hag eur skrid koz e brezoneg a ra deom da verzoud mezekadenn Jezuz Krist demdost e-giz-mañ : « Setu emañ o pignad war Venez Kal-var, leun a grañch warnañ, didog... ».

AN TE HAG AR C'HWI

E penn kenta ar hantved, e-giz 'm-eus lavaret, ne helle ket eur houer mad tremen e-biou d'eun all heb ranna dezañ eur gomz bennag, da vihanna war an amzer a ree. Ma ne oa anaoudegez ebed etre an daou zen, pep hini a harze ouz e du hag e oa kaoz ganto a-dreuz an hent a-raog mond pelloh. Ne stardent ket, avad, an dorm an eil d'egile. Se a oa eur jestr dispar a-walh hag e verke eur from a-bouez. Setu perag e oa dizampart ha chomet hoaz abaoe evid ar re goz, n'ouzon ket mad-tre penaooz en em gemer. Pa zoñjer mad, n'eo ket ar jestr-se hini eul labourer diwar zorn. E gwir, kouerien Vreiz, tud an avel hag o veva dindan an amzer, a gar kaozeal euz a-bellig hag a vovez uhel, koulz lavared. Gwirroh hoaz evid ar merhed. Gounid a reer o veza ma hell pep hini klevet pez a gonter. P'emoh o kuzulika er-m̄ez, fri ouz fri, e heller kredi eo mouskanet an overenn bl̄en-ze diwar-goust an nesa.

Rouesoh hoaz ar briatennou hag ar pokou eged an daouarn stardet. Diouz reol ha dre vraz, er famillou, se a oa mad ar vugale nemeto, eur wech an amzer. Keneiled 'm-eus ha n'o-deus poket d'o zad nemed war e wele a varo. Ar re goz, p'en em adwelwent goude pell amzer, en em bake dre an diskaoaz d'en em doucha chod ouz chod en eun doare kaziant relijiel hag eur wech hepken. Evid ar pok-a-dri, greet outah hirio « giz Breiz », klevet 'm-eus konta, euz meur a du, e veze roet en anio an Drinded. PosUBL eo. Bez' e ranker lakaad ouspenn e veze an doareou-ze diouz an darempredou etre izili ar famill. Lod a boke d'o mamm, da skwer, med n'o-dije kredet biskoaz touch ouz an ozah.

Eur gudenn all, dièz da ziluzia, a zo hin̄i an « te » hag ar « c'hwi ». Kartenn implij an daou her-ze a-dreuz Breiz-Izel ez eus outi eur rouest a dra. Evel-se, em farrez din (ar ger lezennel « kumun » ne vez ket greet gantañ), e « c'hwi » an

oll, izili ar famill e-barz. An « te » a dremen d'eur seurt ger bihannaad, mad d'ober flourig d'ar boupigou. Digouezoud a ra dezañ iveau beza implijet da hegal pe da zismegañsi. Pez a zo asur, ral an dro ma klever anezañ.

Er hontrol, er hanton kichenn, an « teerez » a vez greet gantañ brao-tre, pez a dalveze d'an dud da glevet diganeom e oant « groz », ha padal int a daole warnom an lesano « fied » (c'hwied). Abalamour da gement-se e ranked, gwechall, trei sez kwech an teod er genou a-raog komz gand unan bennag euz a leh all. An dud war evez a stage gand an dibersonel, pinvidig-tre e brezoneg. Setu pez a oa kemennet deom ober. E lehiou oa e reed « te » d'ar wazed, biskoaz d'ar merhed. Tu all, piou bennag a « hwie » eur plah-yaouank a lakee anezia da ziroll da hoarzin. Tu all hoaz, ar gerent a binijenne o bugale en eur rei dezo ar « c'hwi ». Kerzit da weled !

Abaoe ma ra an oli gand ar galleg iveau, ar vrezonegerien goz a gav mil boan d'en em ziluzia etre an « te » hag ar « c'hwi ». Arabad deoh feuka, eta, ma ra deoh lod outo an « te » d'ar henta gwel. Kredi a ra dezo douga doujañs en ho keñver peogwir ar « c'hwi » a dalvez kamardiez evito. Hag arabad estoni kennebeud ma reont « te » ha « c'hwi » ouzoh euz an eil frazenn d'eben. Ma taolit evez er pez a lavaron, e klevhed ez eo ster ar frazenn 'ni a ziviz implij ar ragano. « E lehiou 'zo e tigouez enñel Pariz, Pariz, hag e lehiou all e tigouez komz ouz kerbenn ar rouantelez. »

DOAREOU KAOZEAL HA CHOM MUD

Peogwir emom gand kudennou al lavar, red eo deom rei da intent mad doare ar brezoneger d'ober dae war an onestiz. Skl̄er eo ne ouie seurt ebed ouz troiou-lavar ha geriou-goloet safiou ar vourhizien. Eur haz evitañ a oa eur haz. Ober a ree gand ar ger a zere, ha pa yee da glask skeudennaduriou, tennet oant gantañ bepred euz e skiant-prenet pemdezieg. Da glevet int gand an taol kenta.

A-hend-all, e lavar a zo diouz e stad. Komz a ree dibredet kaer euz izella oberou ar horv heb feuka den endro dezañ abalamour emañ an traou evel-se ha ne wele netra zroug enno. Evid ar merhed koulz hag evid ar wazed, ger Kambron ha hini Zazi a zo ken boazet m'eo kollet ganto peb talvoudegez nemed d'estlammi. An oll zivizou bouli eun tammiñ a oa holenet ganto. Ha petra ? Fank al loened ha hini an dud, se a ra teil, neketa ! Teil a zo a daol c'hwez vad, lod all c'hwez fall. E-giz-se emañ an traou. Bez' e ranker, avad, en em ober gand ar re-mañ hag ar re-ze, skarza ar marchosi, krevier ar

zaout hag ar moh, kludeg ar yer, dres e-giz m'eo dao kas ar vuoh d'ar hole ha sikour al loened da zispaka. Ar c'hwez hag an dalvoudegez a ra deoh ar skeudenn-lavar. Peb tra zo uhel er marh, peb tra zo louz endro d'ar houh hag er-mêz dioufañ, daoust ha ma 'z eo eul loen a-berz Doue. Eun den krag a gorr, dahl ebed ennañ, a zo kaoh yer. Euz egile, al lorph tivera dioufañ, e lavarer « emañ gantañ ar haoh uhel en e reor ». Ar haoh ki, dreist-oll hini ar hi du, a zelvij da valloz evid ar gounnar hag ar gerseñ. Hag ar horv a-bez a ya war an teod gand e oberou a beb seurt. Nemed koll a ra, o tremen da gomzou, peb c'hwez ha peb tra loeneg a hell beza ennañ.

Ar ger « gast », zoken, hag e gefîver evid ar gwaz, « tourh », klevet o-daou kant kwech bemdez e genou an oll dud, n'o-deus ster ebed ken evid nikun nemed er geriadurioù. Hag evelat, pinvidigez ar geriou fetiz hag ar skeudenn-durioù a ra d'ar Breizad tizoud biao an awen dichadennet da gana kunujennou ma ya dezañ Rabelez dire ar memez hent.

Hogen, kerkent ha ma lezer ar horv hag ar bed natur evid mond war dachenn ar zanterez, se a zo eun afer all. Evel just, ar geriou boutin a jom atao pell deuz an doare glan. Eur glahar, evidom, a zo da genta eur « ranngalon », ar galon o ranna. Geriou all, avad, donnob ar ster outo, n'int klevet kazimant morse dre ma ranker diwall d'o divruda. « Levez », da skwer. Kaven e vez ar geriadur-ze er hanauennou pobl, dreist-oll er zoniou a garantez. Ar Breizad a gankement tra ne gred ket lavared. O sellid piz, lavared a raio e-neus uzet sez rummad boutou evid mond da weled e vestrez (pebez disgn !), med kana raio e oa hebken da zelaou, a-dreuz toull an alhwez, alian ar plah-yaouank kousket, e « vestrez », hag eñ o veza « servijer » dezi. Ar vez fur a zo er galon, al lez wir a zo mud. Nebeud a dra ar peukadennou drant hag ar fentigelloù grozig. An emzalh hebken a ziskuill an trid-kalon.

Gwechall-nevez, eur plah-yaouank o safari gand eur paotr diwar-benn ar glao hag an amzer vrao, pa gase he bizied d'he zavanner ha kriza anezaf kintuz a blegou bihan, se a ree da gleved e yee dezi an amourouz. Pa oa braz ar plegou ha gwag an dorm, ar paotr yaouank a ouie buan ne oa chañs ebed evitañ.

Eur skwer all : e-pad al leinou interamant, gourvezet ar horv er vered, ar gerent hag an amzeien a chouke boued er zah hag a gonte kaoziou kaset aliez war-raoq gand mab an hini maro. Antronoz, an dud a lavare : « Hennez a zo bet skoet fall gand maro e dad ». Pa houllenne perag eur vuohig-Doue bennag, e veze responset dezañ : « N'ho-peus ket gwelet ! N'e-neus ket ehanet skraba e voutou an eil ouz eben dindan an daol ». Hag ar re all, o lonka, o skarza, o farsal gantañ,

n'o-doa ket ehanet kennebeud teurel evez en digenvez oa outañ. Eñ, avad, a zevene penn-da-benn ouz e zeveriou ostiz, nemed gand e voutou.

AN ENOR HAG AR VEZ

Evel-se, sevender Yann Gouer n'eus ket outi eur strobad emglevioù digoust, med eun esa a zah da drei ar pez a zo gand ijinou pléguz-tre hag a rank beza heb touella den ebed. Ar henta preder, eur wech hoaz, a zo lakaad pep hini en e blas dres. Setu perag ar reuzeudika en em ziskouez hilliguz e-kefiver an enor dleet dezañ, kenkoulz ha m'en em stag piz d'enori ar re all hervez o renk. Terri eur wech an daou hourhemenn-ze a vouet eul lusk kemmesket-tre ha poaniuz anvet « ar vez ». Ar gomz a dalvez war eun dro heskin, elevez ha dizener war beb derez. An disfiziañs ives a zigas ar vez. Doue ho tiwallo ha houzañ kement-se ma 'z eus ouzoh eur Breizad !

An enor hag ar vez a zo pil ha kroaz ar memez medalenn. Skoet eo keit-ha-keit an daou gostez gand an eil hag egile peogwir ar henetre a zo diouz reol. Pa ra pep hini 'vel m'eo red, enor a zo, pa vez greet eur fazi, mez a zo evid an daou du. Neuze, setu aman ! Eur peizant pinvidig 'z eus ouzoh ha dont a ra da weled anehoù eun bennag a zo paourro. Ma ouzoh beva, ne lakot ket ho tillad braz, med re all disterroh gand aon da vezekaad an den gand ho pinvidigez. Ouz e du, eñ a wisko ar peb gwella 'n-eus d'ho enori hag e vezoh èz ho-taou abalamour ho-po digaset d'an nebeutañ an hed etre-zoh. Gwelet 'm-eus kement-se.

Dond a ra eun bennag da gemenn deoh maro eur har bennag o chom diou leo pelloh. Tud paour ez eus outo, deut eo ar hannad war droad. C'hwi ho-peus eur wetur, med mond a reot d'an interamant war droad, klevet a rit ! Kement-se ives 'm-eus gwelet.

Eur henderv pell 'n em brezant en ho ti ha n'oh ket kad d'e anaoud na da rei dezañ e ano. Mez evidoh ho-taou. Se a ziskouez eo laosk an darempredou a famili. Kemend-all ma tremen ar henderv-ze er vro heb dont d'ho kweled pe ma n'emoh ket aze pa deu-eñ. N'eus ket a waz-a-ze. Ar vez a zo war api dre oll. A-walh a oa, gwechall, gand eun nor serret war eun ti en deiz, ha padal en em gave eun bennag e-barz, hag ar barrez oll e veze diéz dezi. Ma c'hoarveze d'an nor serri war eun taol avel, e lammed d'he digeri endro, d'he harpa gand eur mén. An enor a zo herberhia hervez ar reolenn rik. Prest e ranker beza dalhmad da zigemer ha kaoud peadra d'henn ober.

An enor a zo iveau renta piz hag an tosta posubl ar pez ho-peus resevet. Pa veze lazet an hoh e veze kaset d'ar geneiled ha d'an amezeien eul lodenn euz ar « freskadenn » da zebri dioustu. Int a rente deoh ar memez tra pa veze o zro da laza o loen. Hogen, peb mestrez a zalhe kont euz an tammou he-doa resevet a-zehou hag a-gleiz hag a glaske, ken brao ma helle, renta ar memez perz hag ar memez pouez. O renta muioh he-dije risklet an tamall a vrasoni pe a benn-skañv, o renta nebeutoh an tamall a bizoni pe a zismegañs a-ratoz. Forz penaoz he-dije greet tro da gaozeal outi er poull-kanna, e leh ma veze barnet an dud.

Red eo 'n em gemer, e peb tra, evid « kuza mez » ha « diwall brud ». An dapu labour-ze a zo da genta lodenn ar Vigoudenn, a oar ijina doareou dreist d'ober ha d'embann dre gomz evit kreski lorr he famill. Ar wazed a gemer e karg aferiou ar goskoriad dre vraz. Se a zo dreist-oll diwall gwerza d'estrañjourni kuzuliou a rafe koll deoh ha chom heb gouzañv kleved diouto kaoziou fall diwarnoh. Ha techou a zo tra prevez. Ma 'z eus eur rouler en ho kompagnunez, se a zell ouzoh, tra ken. Evid ar re all, c'hwi a embanno ez eo bet « kastizet an den gand ar vuhez ». Kement-se a ra da glevet n'eo ket krieg tamm ebed. Salv an enor. Ra vezou gouezet gand an oll !

LID ENORUZ AR HAFE

Eur vaouez koz war-bouez mervel a halvas he merh da lavared dezi : « Evet 'm-eus ar hafe e ti Tereza, tri miz 'zo, ha n'on ket bet gouest da bedi anezo abaoe. Digoret he-deus zoken evidon eur voestad pastezez ha divontet eur voutaillard traou dous. Cherry 'ni oa hennez, soñj 'm-eus. C'hwi a rento dres kement-se dezi goude ma vin maro, mar fell deoh e repozfen e peoh. »

Ar hafe ez eus outañ gwir vén-touch an darempredou mad etre izili ar hevredad war ar mèz. Kinnig pe kaoud ar hafe, se a zo kemer ho teveriou ha derhel d'ho plas e-kreiz eur gompagnunez, eur harter pe eur hotri. Bez' e hell beza eur strollad tud pe familial kevreet etrezo pe gand ar genskoazell a reont an eil d'egile da vare al labouriou braz, an eost da skwer, pe abalamour da zarempredou kendalhet en abeg da beb seurt traou. Evel-se, mistri ar merouriou braz o-deus en o dalih eun nebeud tieged a amprest diganto, pa 'z eus ezomm, eur marh pe eur mekanik, ha tud euz ar vourh, outo labouridi, micherourien pe kofiversafted a gemer diganto frouzeiou an douar. Eur seurt kiantelez. Er verouri, ar hafe a vez kinniget gand largentez da beb ezel euz ar gompagnunez a zeu d'ober gweladenn di. Kemm-ouz-kemm, pa ya ar verourien d'ar

vourh evid overenn ar zul, ar hafe a vez evet ganto e tier an amezeien a-raog dezo distrei d'ar gêr. O « demeurâns » a zo ganto en tiez-ze. Darempredou all a zav etre tud ar harter, da lavared eo eur rann bevennet ma vev enni an dud etrezo mod pe vod (laez ar barrez, traon ar barrez, penkêr, chapel Sant X hag all...). Kotri a ziskouez darempredou strisoh en abeg da vignonieziou dibab.

Peb mestrez-tiegez a bede ar re all da zond da festa ganti eur wech ar bloaz d'an nebeuta, dindan arouez ar hafe. Kregi a reed gand an droid d'an Nedelec ha mond beteg fin miz genver war-bouez meur a abadenn beb sizun adaleg peder eur pe c'hoaz goude koan. Ne faziez war ehan ebed euz ar pirhiriñerez kevredadel-ze, nemed deoh beza dalhet o verval war ho kwele. Ar wazed, moarvad, en em gave aze iveau, med an degemerou-bloaz-se e veze outo dreist-oll eun afer merhed. Tu da bep hini da ziskouez d'ar re all he zi hag he hempennaduriou a beb seurt. Ha c'hoaz bodadegou leun e leh ma veze savet kaoud-ha-dleoud ar bloaz. Mond a ree ar flap hag ar flap endro. Hogen, striz an dereadegez, ma ouzon mad. Ha kuit diouz ar spered an tamallou munud, ha dirolla da veuli, ha stumma brao jestro ha komz, ha beza prestig-tre da gouezha er vondianerez skañv, m'henn tou. En oll, pep hini a veze war ziskouez evid enor e diegez hag a daole evez dalhmad ouz peb mez.

Ar gafeterez-se, a-hend-all, e oa outi eul lid reizet a-dost hervez danvez pep hini. Ar hafe e-unan, evaj ma oam sod a-walh gantañ oll, ne oa ket tam-menn an degemeradenn, na zoken ar peb gwella outi. A-raog e veze beb seurt bitail-lerez kinniget brao-tre, kigerez-moh, pastez, krampouez, kigrost zoken, d'o heul ar gwin gwenn « soupl » evid ar merhed hag ar gwin ruz koz evid ar wazed. Goude « an hini du » e tegouez ar wispidenn, ar riz, ar wastell e giz Breiz, ar gwin flour. Hag an oll gomerez a verke piñ en o fenn dibunadenn ar meuziou hag oll vunutachou ar pompad evid na jomfent ket war-lerh pa zeufe o zro. Hag an dud d'ar gêr en eur gonta : « Regalet om bet. Paket on-eus eur friko ». Evel just, ar gafeterez a oa diouz renk pep hini hag e beadra anavezet. Hogen, mond a ree ar re beourra beteg penn an disignou posUBL, kuit dezo d'en em uestia d'ar yod-kerh ha d'an avalou-douar seh e-douar ar miz da zond.

AN ARZ-DEBRI

Ped ha ped gwech 'm-eus klevet keneled din oh estoni eun abalamour ma mamm n'azeze ket pa oam o tebri en he zi. Eun nebeud muioh hag o-dije tamallet d'em zad derhel ar vaouez paou e sklavelez. Hogen, war or mèziou, n'eus mez

ebed evid ar vaouez da jom en he zav. Ar hontrol 'ni a zo gwir. Hi 'ni eo ar vestrez, hi 'ni a ra degemer. He flas a zo etre he ostizidi hag he ziminal. E chal emei d'ober mad, da zelvij mad, da gas mad ar pred a-raog ha da derri an naon. En he zav, derhel a ra he zud dindan he lagad, ha pourvezi tachenn ar bevañs, ha teur evez ennañ. He gopr a zo klevet lavared dezi : « Gwalhet om bet ganeoh ! » Neuze e asanto azeza ha debri eun tamm bennag, laouen da veza sevenet d'he deveuri.

An ozah a gadorie e penn-laez an daol, e-kichenn ar prenest, war an tu dehou. Dirazañ, ar houviad da enori. Ar gouvidi all a azeze ouz an daou du hervez o renk hag o oad. Ar vugale a daole pouez e penn-traoñ, e leh ma veze gwechall ar hlasker-bara. Ma ragachent re uhel dirag eun estrañjour, e vezent stlepet er-mêz war an tomm. Gwelloh e kaved gweled anezo chom aze, sioul an tamm outo, da zelaou ha da denna kentel. Ar vamm a zelviche anezo eur wech m'o-doa kemeret ar re all deuz ar plad, ar gouvidi da genta, an tad da houde. Hemañ a lakee evez braz da dañva e jistr evid gouzoud hag-eñ e oa mad a-raog kinnig anezoñ d'e ostizidi. Ha degouezoud a ree, aliez a-walh, ma ree kas ar voutaillad kuit ha digas eun all, ken nemed evid ober da houzoud e felle dezañ rei ar gwella.

Ar houer breizeg a daole brao e reor war eur bank, a gase anezoñ a-dreñv hag a harpe e zivreh ouz an daol da hortoz e voued. Evitañ, debri a oa eun diskui hag eur blijadur war eun dro. Ne ree forz ebed da vouga an trouz debri pe lonka. Ober kement-se a vije bet diskouez eun dinaoñ ha dismogañsi ar geginerez. Lakeet e veze ar pod-houarniad yod war an daol ha pep hini a dage, gand e loa, an tamm rannet dezañ. Ar haletez hag ar hrampouez a veze debret gand an dorn. A galon vad e tremened heb asied evid ar hig-sall a veze trohet dress war ar jelkenn vara. Ar gwella benneg a oa ar gontellbleg a veze diwallet ha kempennet mad. A-wechou, ne oa nemed an ozah hag e-noa unan, ma tenne implij outi evid ezommou an oll. Pa zerre anezo, o lakaad al laonenn da stikal, echu an traou. Ne veze netra d'ober nemed sevel diouz taol.

Hogen, an dud-ze, pa oant savet mad, a zebre heb saotri tamm ebed. N'o-doa ket ezomm ouz eur zerviedenn. Kemer o amzer a reent, ha chaokad pell, ha dastum ar bruzunou, hag ober o-unan ar stalikerez-taol. Ha blasaad, m'hel larvar deoh ! N'ho-piñe ket gwelet anezo o tostaad eur fourchetez our eur grampouezenn abalamour « an houarn a drenk an toaz pa n'emañ ket an tan etrezo ». Ar re gosa 'm-eus anavezet a gave gwelloh debri ar yod gand al loa evid ar memez abeg. Hag eur souez eo brud keginerez ar m'ezioù ? Ar merhed a ouie o-doa d'ober gand begou lipouz. Hag ar begou lipouz e

oa enno kredenn ar boued, m'anavezent mad ar priz outañ peogwir an oll draou a zebrant, pe dost, a oa frouez o labour, bleud, kig, legumachou ha frouez. Gwelet ho-peus eur houer o troha bara goudé treset, gand e gontell, merk ar groaz war ar greunenn a-zindan. Eur poent a-bouez.

Ha setu perag e veze dizeven kaer nah ar boued tu bennag pa 'z eed da weled tud. Soñj 'm-eus euz deveziou, pa oan yaouank, ma 'z een da zaludi beteg tri diegez kar deom. Dao veze debri euz peb tra, e peb ti, dindan boan a zismegañs. Dond a reem a-benn da ziwall ouz an tenn-gov dre ma veze greet ganeom an droidad war droad a-dreuz karter. Netra koulz ha bale gand an henchou douar rust ha mond dreist ar hleuzi evid lakaad ar boued pinvidig da ziskenn.

AR GOMPAGNUNEZ VAD

Er-mêz lid ar hafe, ar bodadegou braz e-keñver dornadegou pe leuriou nevez, ar banveziou-roñfl a verke lazadeg an hoh, sevener ar m'ezioù a gav d'ober bemdez-Doue. Da lavared eo eur houer o vond da weled eun all d'ampresta eur pennkezeg, da brena greun, da gas kelou eur maro, da bêa eur gouel-mikêl pe hebken abalamour e dro-zul war labouriou ar re all he-deus kaset anezoñ dirag klovedenn eur verouri, gwerzet gand harzadenn gounnareñ eur hi staget, ar houer-ze a gemer warnañ eur roll digorou a dalvez kement da ziwall gantañ e anio mad ha da zamant ouz kizidigez e ostizien. Hag ar reolenn genta a zo kemer ha rei an amzer. Nemed mall ruz a vefe, eun den war diz a feuk ar re a zigemer anezoñ, war ar mês, hag a zo lakeet eur paltog pe eur zah-ourguill anezoñ. Bez' e hell dibab ar brud a ya dezañ ar gwella. Posubl eo, evel just, mond dreist tra pe dra, a-youl dispizet an eil hag egile. Hogen an abadenn vraz eo hornañ.

Setu ar paotr Tin oh en em ziskouez e merouri Fañch, lakom eur zulvez goudé kreisteiz, deut d'ampresta eur paner bennag a ra diouer dezañ da zastum e avalou-douar e-doug an deveziou da zond. Pa zav ar hi e vouez, ar gweledenner a daol evez da dreuzi ar porz war-eeun, dieguz ha prederiet an tamm outañ war eun dro, pell dirag ar prenestri. En em gemer a ra evel-se evid lezel tud an ti da houzoud piou eo a-dreuz ar gwer, ha da renka o digemer hervez e benn. Bez' e hell beza n'emañ ket an ti en urz vad pe emañ dalhet ar vestrez tu all bennag. Neuze, ar mestr a zeu er-mêz da geja gand ar gweledenner dindan ar harr-di hag a gas anezoñ gantañ d'ober tro ar hrevier, ar marchosi hag al liorz, o hortoz an oll draou da veza prest er zal. Bez' e hell beza iveau emañ serret an nor. Neuze, ar paotr Tin a zistro raktal en tu all d'ar glouedenn heb sellé piz ouz netra gand aon da dremen evid eur fri-furch.

Ma 'z eo digor an nor, ar paotr a jom a-zav war an treuzou, a skarz e houzoug diou pe deir gwech hag a halv : « N'eus den ebed en ti-mañ, » Peoh a-raog eur vouez vaouez o respont : « Tud a zo » — « Ne fell ket din direnka ahanoñ. » — « N'eus direnkadenn ebed. Deuit e-barz ! » Feiz, Tin a ra daou baz en ale hag a jom krenn eur wech c'hoaz. Dre zor ar gegin e wel ar vestrez, harpet ouz ar ganastell, a voushoarzin outañ. A-wechou ar mestr en em ziskouez war an nor. Aliosoh, avad, e chom en e blas mestr, e penn-laez an daol. Klevet a reer e vouez : « Deuit tre 'ta ! N'ho-peus ket aon da gaoud. » — « N'em-eus ket aon kennebeud. » — « Ne dalvez ket ar boan dont beteg amañ evid chom e toull an nor e-giz eur paour-kér. » — « Bof ! »

Mond a ra tre er gegin. Eun arzav all. Fañch a ra van da houzoud outañ : « Sell ! Tin 'ni eo. » — « Ya, me 'ni eo. Brao a ra, kea ! » — « Evid ar mare, ya. Med an avel a ziskenn war-du Penmarh. Emei o vond da drenka, e soñj din. » War-ze, eun eveziadenn bennag diwar-benn an amzer. Da houde e voulher an eil danvez : an eost. — « Staget oh da denna hoh avalou-douar, dre amañ ? » — « Emom dres o paouez echui ganto. Med koulz eo deoh teurel ho pouez war ar bank ». Hag ar gweladenn o sevel an ton : « Me n'on ket skuiz ! » Chom a ra en e zav ha setu kaoz al labourer-douar e-pentur boutadig. Ha Fañch d'e wreg : « An den-mañ ne fell ket dezñ azeza. Sofjal a ra brasaad c'hoaz. » Ar vestrez a zeu da skoazell : « Azezit 'ta, Tin ! Stard eo ar bank. Ne vrevo ket dindannoh. » Tin, avad, a gemer droug ruz : « Peogwir e lavaran deoh n'on ket skuiz ! » Ne bleug nemed ouz an dreda bedenn, pa wel he-deus roet ar vestrez eun taol torch d'ar bank. Salv an enor euz an daou du. Teurel a ra eur feskenn. Eben a yelo diwezatoh.

Dibuna reer bremañ, diouz renk, danevellou ar vourh, interamañchou, dimeziou, badizianchou. Heb dale, avad, setu eun arsaill all : « Eur banne jistr a yelo ganeoh, Tin ! » Ha staga adarre gand ar memez c'hoari. « Netra. N'em-eus ket sehed. » — « An amzer a zo ponner. Paka reer tomm o vale. » — « Tostig ahann emon o chom, c'hwi oar mad. » — « Eur banne lambig, neuze. Eur bannig hébken. » — « Netra gremm. N'on ket deut amañ d'eva. » Tou i a ra ar vestrez eo anavezet mad an den evel eur gouzoug striz ha diwar zour. Digeri a ra an armel heb ober van, riñsa eur zerviedenn ha setu ar voutaill war an daol. Tin a lamm en e zav, ar reuz en e lagad : « Ne zivontit ket ar voutaill-ze, Marijan, peotramant emon kuit ! » Distana a reer anezañ, azeza ra endro. Fañch a denn e zellou war eun tu all e-pad ma leugn Marijan e werenn dezñ. Setu eo brao da Din taeri ha dispah a eur vlejal e klasker mezvi anezañ. Asanti a ra koulskoude ober yehed da Fañch. Eva a ra, ha kamma euzuz e veg : « Kreñv-pud eo, marhadourez vad a-hend-all. » Bre-

maig eh echuo e werennad hag a raio van da stlepel ar veradenn ziweza dindan an daol. Ne vo beradenn ziweza ebed.

Adkregi a reer gand ar haoziou boulhet a-raog. Etretant e teu war an daol ar voutaillad gwin gwenn, ar voutaillad gwin ruz, ar pastez e boest, ar hig-sall, ar bara, ar amann hag ar hafe red. Beb tro e klever sav-mouez ar paotr Tin en e fals-kounnar. Eun eur vad a dremen warmo. Dond a ra neuze Tin da zigarez e weladenn, nemed e-nefet komzet Fañch arapzañ. Rag gouzoud a ra, evel just, evid petra eo deut egile : « Marteze e karfeh kaoud eur paner bennag da zustum hoh avaloudouar ? » — « Evid gwir... Dleet am-bijé pleza eun bennag outo, ar goañv-mañ, med setu... » — « Marijan, pourchasit pevar pe bemp paner evid Tin ! » — « Prest int. » — « Ar bannig diweza, Tin, a-raog kemer an hent ! »

Tin a gemer droug eur wech c'hoaz. Dispartia reer, laouen braz an eil gand egile. Ar mestr a gas e ostiziad beteg harzou e berhenniez. Setu aze petra eo beza seven. Tin a rank lavared nann beb tro pa ginniger dezñ. A-hend-all e veze lakeet e-rez eur paltog ha martez eur hlasker boesen. An ostia a rank kinnig hag adkinnig, pedi hag aspedi beteg ma asanto Tin. A-hend-all ne yafe ket tre, n'evfe ket banne, ne zebrefe ket tamh hag a zistrofe d'ar gér, gwalleureux ha feuket-maro, en eur lavared : « N'on ket bet pourchuet ganto. » Brud Marijan hag he gwaz a bakfe eun taol kaled. Red eo ober an traou reiz. Ma n'ho-peus ket amzer, netra ne vir ouzoh da gas eur mous da gerhad ar panerou. Digand ar vugale ne vez goulenett liderez ebed. Distrei a reont d'an daoulamm, ar panerou war o fenn hag eun hanter-dousennavalou kaer etre roched ha krohenn.

Kêriza zlefe gouzoud doareou ar zevended-ze evid beza dimegeret mad en or merouriou. Aliez eun 'm-eus anavezet, e-pad ar brezel diweza, hag a glemme da vez a chomet heb kaoud eun disterra amann pe eur vi bennag e leh-mañ-leh. Ha souezuz eo ? Antreet e oant en ti ken brao ha tra-en eur ober o goulen war-eun, da lavared eo en eur vond dreist al lidou. Gant an diaoul ! Dao eo rei d'an dud amzer a-walh da zelled ouzoh, da zizoloi ahanoñ, da houzoud eun tammig gand piou o-deus d'ober. Emaint o hortoz e rafekh dezo keliou ar bed, e lakfeh anezo pinvidikoh eun nebeud gand ho kouziegez deoh. Dreist-oll en atantou distro diouz peb hent braz, gweladenn tud deread a vez atao eur bevez pa hoarvez d'eur mare ma 'z eur dibres.

Evel just, gwelloh eo deoh diwall d'en em gavoud da genver euriou 'zo, pa 'z eus pres labour, ar zaout o tond d'ar gér hag e houllenn beza gorroet, da skwer. Hogen, ma ernuit d'an ampoent mad, ma ouezit en em gemer e doare pe dost,

souezuz e veze ma ne ginnig ket deoh an dud o-unan ar pez emoh o klask. — « Marteze eun tammig amann a rafe plijadur deoh ? » Rag gouzoud a reont en-araog perag oh deut da weled anezo en amzer ma vez treud ar bevañs.

AN DIEMGLEO

Nann, n'eo ket posUBL mond e ti eur houer evel ma 'z eer en eur vilin voutin. A-viskoaz on bet souezet o weled pegen bravez a gemere n'eus forz piou evid teurel an treid e ti ma herent. Ar vourhizien o-unan, pa ne oant ket koefwet gand o fouge, re bar da douseged c'hwezet dezo en toull-reor gand eur blouzenn, ne vankent ket da veza abafet gand érgelh an traou ha boaziou an dud. Meiza reent heb gouzoud mad e stagent da zarempred eur rummad kenseurte. Ar gwasa evito oa diveska doare ar genseurtiez-se. Morse eur houer digemeret en eur zâl vraz ne oo nehetoh egid eur hêriad seven o riskla mond e kegin eur verouri. D'an eil tro ha d'eben e tremened euz eur bed d'eun all. Bez' e ranked cheñch lezennadur. Dièz oa d'ober. Neuze, ar houer a ree goap ouz ar hêriad, oh ober outañ eun aotrou Flammig, hag egile en em zigolle oh ober eur plouk euz ar houer (paotr eur « plou » ?). E gauo o-dau. Hennez abalamour ar hêriad n'eus ket outañ bewech eun teileg skañv-e-benn, hemañ abalamour ar plouziad en em ziskouez war ziwall, dièz dezañ hag abaf, padal e toug enor en doare a zo dezañ.

Hogen, da weled eo e treh an aotrou Flammig war Yann Gouer gand grad-vad ar plouzeiad e-unan. Hemañ, hervez e renk er hevredad, e-neus maget e-pad kantvedou kleñved an isted. En amzer-vremañ, dreist-oll, e vrasa c'hoant a zo sevel e bourhizelez. Dija er skol, pa zeske deom or mistri reolennou ar zevender hall, ne gaevent ket gwelloh skoazell egid or herent vrezonegerien. Moarvard ne oa ket ar gauo ganto pa gredent ober se evid or mad deom-ni. Ha koulskoude, pa oen lakeet e lise Kemper ha keñveriet gand ar vourhizien, kenta tra a zantis-me a oe penaoz tud ar hêriou, gand o arhant oll, ha zoken an dud desket, gand o fenn leun, en em rene etrezo kalz grosoh egedom. N'ouzon ket c'hoaz hag-eñ eo kemmet ar meno-ze ganin. Ar bed, avad, a zo kemmet abaoe.

Tost eo din kredi ar peb penna euz or zevenadurez diwar-vêz a zo bet starteet er gegin-ze, gañd he leur-bri, e leh 'm-eus resevet eur gelennadurez kenta ma n'em-eus ket troet kein outi biskoaz. Ar houer breizeg, avad, e-neus c'hoanteet kaoud eur zai-debri d'an amzer ma stage da gomz galleg war-bîen. Ne dalvez ket ar zal-ze dezañ, gwir eo. N'emañ ket êz enni abalamour e ra da gleved eur fals-diforh etre an dud hag an deiziou. Med fougasa ra ganti, forz penaoz, ha kared

diskouez anezi. Merka ra honnez, evitañ, eo gwelleet brao e stad. O veza an traou evel m'emaïnt, piou a gredfe tamall dezañ ?

Anzavet ha dianzavet, asant ha dizent, pep hini ouzom ez eus outañ eur bourhizig e garr-tan, e bellweler, e vekanik-gwalhi hag oll bitrakerez an arackadenn danvezel. E revealzi vraz an amzer-vremañ, ar goueriedalez 'ni a rank ober an diësa gand an urz nevez. Evid ar henaozadur-ze, sevender tud ar mèziou a ranko pêa ar brasa priz peogwir e teu deuz ar pella ha diwar endalhioù beva n'o-deus kemmet nemed nebeudig a-hed kantvedou. Daoust ha da lavared eo e rank mond kuit ? Ma skiant bemdezieg a ziskouez din ne bleug ket buan. Hag e-kær petra e plegef, peogwir sevender ar vourhizien iveau a strak a beb tu ? A-hend-all, daoust ha ken digenvez eo ha ma wele anezañ da genta ? Dalhet e-neus gantañ gizioù a zeu dezañ diwar an noblañs ha greet levezon d'an dereadegez a-vraz, ken gwir ha ma 'z eo ne gaver, er peb brasa euz ar vourhizien, ar vicherouren, al lenneien, nemed mibien labourerien-douar. Livet, mouchet eo, aze emañ dalhmad.

Memez tra, hirio, krampouezenn on tadou a rodell endro da goñfizaduriou ha chokolaïou, a houzañ beza suillet e likoriou dreist. Hogen, an toaz hag an tan eo hag a dalvez da genta, int nemeto a ra korv ar bevañs, ar peurrest a zo tra muioù hag a-wechou tra re. Ar grampouezenn noaz, ar houer 'ni eo.

P.-J. Helias,
Da veza kendalhet.

Poent eo sonjal adkoumananti ! ... ha klask kouamanterien all !

- Kasit deom kerkent talvoudegez hoh adkoumanant !
- Klaskit kouamanterien all da Vrud Nevez !
- 3 goumanant evid 2, ma kavit da goumananti tud ha ne resevont ket Brud Nevez c'hoaz.

HEKLEO TRAON BOUZAR

VII

Amzer al Lapined « 42 »⁽¹⁾

« An oberour a gaerder,
An emganner evid ar gwir, ar vrud,
Ar vamm a zihun mousc'hoarz he bugel,
Ar priejou a dreuz splannder o harantez :
Oll e tiskolpont mouch ar maro ! »

O. Clément.

Pa deuas ar vrezel, ar Hlastrig koz en-doa en eun taol e bemp paotr eet d'an armeou. Va gouleenn a reas digand va zad da vevel en Enez Rouz daoust m'on-doa dija re da ober e Kergong. « Mestr-mevel » a-raog va ziweh vloaz ! War zav berndez da bemp eur, ar patron koz a roe da genta kerh d'e gezeg. Ha goude gand e vaz balaenn e teue da steki din war an treust dindan ar zolier : « Louis ! Poent sevel, paotr ! »

Dond a rejom da ober, on-dau, mez sikouret kalz gand tud diouz an deiz, ar peb brasa euz labouriou an tiegez er bloavez-se. Med kaled oa bet an abadenn. Pa deuas nevez amzer ar bloavez daou-ugent, va fri a wade beb tro ma 'z een ouz taol d'ar prejou. Goude-ze, eur pennad mad goude-ze, eo em-eus gouezet am-oa er goafv-ze greet war-zao hag heb e houzoud, eur « primo-infection » !

Eun devez a viz even edon o tond gand eur harrad melchen d'ar hezeg pe d'al liou (2), pa weljon evid an dro genta an

(1) ar re a oa safiset da vond da labourad an Almagn, hag a oa eet da guzad.

(2) leucou.

Almanted : eun oto-mitralierez gand eun ofiser ha daou all, du ha leun a boultern warno, gand o bragezeier foñsouler hag o botou. Me a jomas sebezet nêd o weled anezo oh ober eur gildroenn ken berr e-kreiz porz an Enez Rouz. Ha dreist-oll o weled an ofiser o komz eur galleg fin kalz gwelloh egded va hini. Gouleenn a rajont ar mestr. Ha setu ma teue, war-lerh ar harrad melchen, ar Hlastrig koz, gand e falh war e skoaz : « Me eo ! » emezañ. « Petra a fell deoh ? »

Sofj o-doa ar re-ze erruoud amañ en eur maner braz bennag hervez o hartenou, ha ne gavjont nemed un tiegez bras... en eur maner koz ! Ha ker buan ha ma oant deuet ez ajont kuit. Ha ni avad a oa koulz ganeom. En deriveziou-ze eo e komañsas evidom « sinema » ar hanoliou a-eneb ar hirriñ : a-raog an Almanted o tond war Vrest e oa eur berniad avionou italian o tond da glask trabas ouz ar « Richeieu » c'hoaz e porz Brest, dre ma ne oa ket c'hoaz echuet mad. Med kanoliou hemañ, nevez-flamm, a skoe ken tær, ken stank ha ken pell, ma ne dostaas ket unan a-dostoh egded deg pe zaouezeg leo !

Etrezom surroh oa, neketa ! An oabl oll, digatar dindan heol miz even, a oa goulskoude karget oll a dammou moged du-griz ar bolij i krevi dirag friou ar gwested-ze ! Ha war an douar endro deom a beb tu e yude tammoù obuz o kouenza, keit ma ne oa ket eet kuit ar vatimant nevez pell diouz porz Brest.

Abaeo bremañ eun nebeud mizioù edom meur a hini yaouank oh ober « préparation militaire » gand ar Granneg, eun archer euz a Witalmeze, eur pennad sul vintin bennag. Hag edom zoken o hedai eun tammig « manœuvre » war devenniou Treompan. Bremañ evel just, oa echu an abadenneze. Hag oa gwelloh chom sioul pep hini en e gorn-tro. Ar Granneg, den ne ouile da beleh oa eet ! Hag ar wech kenta oa ma kleven hano euz eur jeneral De Gaulle a halve ar Frañsiazen d'heul, en tu all d'ar mor, evid derhel penn d'an enebour, dont endro diwezatoh, hag e argas kuit neuze diouz ar vro.

Unan bennag a deuas da lavared din mond gantañ da weled da Borsall ha kavoud eur vag bennag da vond da Vro-Zaoz. Mond a rejom muioù evid gweledeg egded evid e gwirionez kuitaad, ni ha n'oarn ket bet c'hoaz soudardet ! Ne gavem netra a hellit da gredi. An Almanted a oa aze iverz evel e peb leh. Klevet on-doa evelato e oa c'hoaz eur pesketaer eet kuit en noz a-raog gand eun dormad tud. En deriveziou war-lerh e klevem ne oant ket eet da bell pa deuas an deiz, drailliet gand mitrailleurejou ar « begou melen » (3). Red mad oa kaoud moteurien kreñv war ar bagou a treuzi ar mor en noz en he-

(3) avionou an Almanted.

feb brasa, evid kaoud eur chañs da lakaad an treid war zouar an tu all. Ha c'hoaz an Añglichen n'o-doa tamm fiziañs ebed el « laboused »-ze a errue en o bro !

Setu penaooz edo ar stal ganeom endro deom, en or hornig bro. Dindan an « okupasion » edom. Mez ken nebeud... e Treouergad ! Eun toullig ken bihan ! Brestiz a yeas endro d'ar gêr buan a-walh. Nehet oa iverz on penn bremañ : piou en-doa rezon ? Pétain Goz pe de Gaulle ? Med beh tro ma hellenn klevet eun tamm post radio, e tu pe du, ne oa hini ebed c'hoaz douetuz en or parrez, ... e selaouem Radio-Londrez.

Buan e teuas iverz ar verrentez war galz traou : berad « essence » ebed ken, an dillad, ar bouteier ler, ar bevañs... Peb tra a 'z ee bremañ gand an Almanted. Pa dosteas adarre an hañv, oa red mad deom evid soñjal dorna, evid astenn ar pezig a oa « droad », klask eun tammiñg all c'hoaz : mond a rajom d'an Arvor gand ar harr da droki bleud, eun tamm kig bennag hag amann evid bidoniou « essence » goleet er harr dindan kuchennou bizin !

An oll o-doa kartennou « alimañtation » evid kaoud eun tamm bennag euz ar pez a ree diouer. Mez marhadourez heb talvoudegez ha nebeud. A gave, ne oa ket mui eur hrennenn... Penaoz ober rouzig beb mintin ma n'oa ket o hrilla heiz e kirinou, mesket beteg ma teue du gand eur pennad baz. Ar soavon a oa iverz ken treud all. Setu eta « labourouspenn » evid or merhed : birvi a reent soa gand deliou ilio hag eun nebeud soud « kostig ». Pa veze deuet eur yod mad, e skuillent kement-se e moullou da yena ha da galedi. Goude e reed tammoù gand eun heskenn. Ha dao adarre war an dillad fank.

Ar boutou ler, gand o doare da veza ler, n'oant nemed « paper bervet » gand eun dindan e koad. N'oa ket ar boan soñjal mond gand an dra-ze da foar Lokourman, pe da Bardon Sant Urfoild, pe e riskleñt dond endro war ho treid noaz d'ar gêr. N'oa ket muioh hano da vond war velo, ken aliez all, pa ne oa ket peadra da wiska ar rojou evel ma tieed. Evid kaoud « goloiou » e ranked kaoud eur boñ. Evid kaoud ar baperenneze, e ranked ouspenn kaoud « droad » eun anduillenn evid paotr ar « buro » er hanton.

Eun dervez, hermaf en-doa bet diou anduillenn kaer-dreist e-touez an oll anduill : bez' oant greet gand eur golo ken mogedet hag ar re all, mez en diabarz ne oa kavet nemed benn heskenn... heb blazenn ebed ! Diouz ma leverer, goude-ze, ar pabor a deus d'ar hig-sall mogedet !

Merhed Traoñ-Bouzar a zeskas iverz buan a-walh ober bara ha lakaad toaz da zevel. Eul labour kaled a-walh, pa 'z edom

seiz ouz taol bemdez, gand eur forniad beb sizun greet e form goz an Enez Rouz. Setu ma ranked treina toaz ha keuneud, ober an torziou, tomma ar forn, he hurga gand ar spanell a droad' hir, evel iverz gand neubeudig pladou dous beb an amzer.

Me a greske bremañ daoust ma 'z edon war-lerh va oad. Penaoz en em wiska ? Eun tamm boñ bennag am-oa bet, mez netra vad gantañ. Ezomm am-oa dreist-oll euz eur « pardessus », evid golo e-pad ar goañv va dillad sul koz. Med penaooz neuze e gaoud ? Bet e Brest gand va boñ, ne hellen kaoud netra, zoken gand arhant. Setu evel eur hamalad, ma rajon hano da zigas eur had ! Ha neuze avad e oan kaset pelloh e-barz an ti stal dillad. Aze, e oe lavared din oa red d'an dud klasik beva ! Hag o-doa dalhet eun tamm dillad bennag a-gostez evid kement-se : « Digasit deom 'ta eur had, hag e vezou kavet deoh eur « pardessus » deread ! »

Setu evel-se e poagnen bremañ adarre da lakaad lasou da baka eun dra bennag evel ma ree Laou. Mez n'am-oa ket a jañs ! Eur haz am-oa paket, euruz c'hoaz n'oa ket hini ar gêr, e douar Kerved. Mad da netra ! Goude eun tamm lapin brao a-walh, med draillot oa bet gand eun anevel gouez bennag pa deuen d'e glask. Neubeud deriveziou c'hoaz hag am-oa va zao.

Er Park Lakon Traoñ tost d'ar gêr edon o hedal gand va lasou ar hoz gad promet. N'am-boa gad ebed, mez eur pikol par-lapin koz ! Ha me da Vrest gantañ o fizioud ne vijen ket laeret a-raog beza rentet. Ha goude-ze... na vije ket sellat a re dost ouz va « gad ». Ar pez a erruas brao-kenañ. Ha me d'ar gêr foug ennon evel an « artaban », gand ar « pardessus » ar braoa am-eus bet em buhez. Unan « avant-guerre », mar plij ! Ewel-se e rankem ober oll : tud kér evid kaoud da zebri eun dra bennag muioh eged soubenn ar ruta ! Ha tud ar mèziou evid en em wiska, dreist-oll ar re yaouank.

Or herent e Brest a duec da glask eun tammoù amann bennag beb zizun. Unan anezo a ginnigas d'arn zad eur blommenn « Japy ». Setu penaooz bremañ oa ésoh tenna dour diouz ar puñs, a wigoure kement a-raog e-kreiz ar porz evid rei dour da eva d'an dud ha d'ar chatal. Ar goulou bremañ, pa veze gellet e gaoud, a oa goulou karbur. Diouz a be leh e gaoud... gand trok eun dra mad da zebri ? Diouz eur horn pe eun all er Porz, marteze ?

En hañv unan ha daou-ugent eo e oe eur hamp J.O.C. a koad ar Hilik, ha savet gand Jean Poull. Eh eo a zivizas digas da Dreouergad tost da dregont paotr yaouank euz kér Vrest evit daou pe dri dervez. Tad a roas dezo sur hrañj da gousked gand eur gwiskad mad a golo. Gwerza a reas dezo iverz eul

leue ! Unan nebeutoh da vond gand an Almanted ! Na oe ket pell oa gwadet ha skourret ouz ar skeul vrasa kavet er hrañj gand ar gigerien yaouank a oa e-touez paotred Jean. Ha lakeet a-dammou : eul lodenn evid pep hini da gas gantañ da rei eun tañva d'e dud er gêr; hag ar rest da vaga tud ar hamp da heul kalz patatez, eun nebeud torziou bara gwennoh egod e kêr, hag eur begad amann da lakaad warnañ.

Pebez deiziou evid ar baotred-ze deuet eur halz anezo war vale diouz a Vrest. Hag unanig bennag anezo gand eur velo rodet evel ma 'z oant ganeom neuze. Ne vanke d'o joa nemed eun tamm lenn da neuñv ! Ar ouerig er foenneier a oa greet eur stank warni, mez ne oa ket a re a zour c'hoaz evid en em walhi kempenn... D'ar zul da noz e oa greet ganto evid Treouergadiz yaouank eun tamm « fest-noz », en ti skol Pont ar Bleiz. Hag on-doa oll asamblez klasket eun tammiñ plijadur an onesta o kana hag o c'hoari etrezom. Evel o klask c'hwanenn Madeleine, c'hoar yaouank Jean a dilec douetuz beza e Kerouel en dervezioù-ze gand o hendirvi. Kalz euz ar baotred-ze diwezatoh, o-deus greet labour vad e kêr Vrest e sindikajou al labourerien. Pe c'hoaz prestig goude er Rezistañs a groge bremañ a beb tu.

Er bloaz war-lerh eo em-oa adarre greet eun taol fin all, mez atao war an tu eneb ! Va zud a yee d'ar merher vintin-ze gand eur hachedadig mohbihan da foar vae e Lanniliz. Me er gêr, am-oa da vond da gerher melchen. Lavaret e oa din teuler evez mad euz ar gazeg yaouank ha breminig-kenañ (4), o veza 'm-oa bet dija dirollet ha greet freuz evel-se. Mez me a oa skuiz-maro goude daou zervez palared : al lun hag ar meurz ! Me a zoñje oa iverz ken skuin ar gazeg. Setu, gand sikour va c'hoar Yvonne, am-oa starnet brao al loan. Hemañ ne vouje ket. Perag ne yafen ket azezet war al leur garr ?

Mez a-veh eet er-mêz diouz ar porz, ar hoz loan-ze a skrijas. Delher a hellion anezañ war-zu ar hae war bord an hent. Med eno iverz ar hoz roulo bihan bet ganeom en dervezioù a-raog, aze er foñ ! Setu pa erruas ar harr, ma savas ar rod zehou war ar roulo-ze... Ha me dare din mond war linenn va hein etre al limoniou, hag a glaske dont endro. Dindan ar stok, e krogas al loan, goude ar storlok-ze, da vond d'an daoulamm, ar pez ma helle ! Ha me a gouezas, atao o klask dont endro, va fri war an hent. Rod ar harr o vond war va diou harr, hag o terri din va morzed kleiz.

Ar harr a lamme hag a zilamme bremañ gand kalz a drouz war-zu an Enez Rouz. Me a glaskas sevel evid a galoupad war-lerh. Med seblantoud a reas din, va fennglin, bremañ, a

(4) spontig.

blegas en tu kontrol ! Ha me a gomprenas oa torr va garr. En em lakaad a rejon eta war va azez ha gand va daouarn e pouezen warni d'an douar, evid ober dezi chom a-bias. En Enez Rouz, ar gazeg sponter a glaskas mond er hraou kezeg, karr hag all ! Chom a reas e-kreiz an nor heb gelloud mond larkoh, na kennebeud war a-dreñv, rag rod ar harr he-doa kroget e rod eur harr all distarn e-kreiz ar porz. Hag a yeas evel-se d'he heul beteg dor ar hraou. Ar Hlastrig Koz a zistarnas ar gazeg gand sikour Yvonne, hi, hag o weled oan gloazet, he-doa redet war-lerh ar harr dirollet. Dond a rejont o-daou neuze da weled e pe leh edon chomet.

N'em-oa ket, evid eun taol all, eun doare gwall fin ! Lavared a rejon dezo oan sur ez oa torret va garr. Rag plega he-doa greet en tu kontrol pa 'z edon o klask sevel em zav da vond war-lerh al loan dirollet. Yvonne a yeas neuze d'ar bourk da houllenn mond da lavared en eun taol velo, d'am zud dond endro diwar hent Lanniliz. Kaoud a reas an Ao. Person war an hent. Setu ma teuas ganti da weled va zaol genaoueg. Kravazadet oan bet d'am gwele gand an aotrou Person hag ar Hlastrig. Nebeud goude edo va zud endro d'ar gêr, hag e lavarjou dezo : « Ne rin ket ken... ! » Goude mern, an Dr Karaez a oa war va zro evid poaniah da renka din va garr.

An taol-ze, erruet derivez va ugent vloaz just, d'ar bemp a viz mae, a zo bet an okazion da ober din soñjal e kalz traou. O veza ma vo red din chom war va gwele e-pad eur pennadig mad a amzer. Va garr a loske e deriveziou ar zizun genta, muioh c'hoaz dre m'am-oa paket iverz eur gwiskad « urtiker » poaniuz iverz. Med goude-ze, an amzer a 'z eas o lenn eur bern leoriou digaset din gand Charlez va henderv a oa er seminar, hag iverz meur a hini yaouank all c'hoaz.

Buannig a-walh edon adarre o vond hag o tond war ar branellou am-oa greet em gwele evid eul lodenn : ha kempennet warno evel eun naer o pignad a-gildroennou. E miz eost, oan mad a-walh evid boueta an dornerez, hag iverz galoupad adarre ar pardoniou gand ar gamaladed.

An Almanted iverz a ree labouriou ha kalz bremañ : e kostez Prad an Neñger edont o plada ar prajeier, evid ober eur « champ d'aviation », nevez-flamm ! Ne oe ket pell zoken e oa evel pistennou d'ar hirri-nij da zevet pe da ziskenn d'an douar. Ha zoken evel barrakennou-burciou gand eun tamm « tour de contrôle » ! Goude-ze o-doa renket eun dousenn pe ziou a avionou koad, chaseourien faoz. Med goleet brao gand ridellou (5) kamoufaj ! Paotred a Vro-Leon eet da vro-Zaoz ha

(5) tamouez groz-kenañ evit, dreist-oli, dibouitrenna ar pell kerh bleudet e-doug ar bloaz e goleviou ar gweleou. Amañ = rouejou .

bremañ « pilotes » er R.A.F. ne oent ket pelloh o weled petra oa e gwirionez ar hamp-« fantôme »ze ! Setu ma teujont eun nebeud goude, d'e vombardi ken buan all ! Mez iveau gand bombezennou koad ! Setu penaor eh ehanas groñs kemend-all, labouriou braz Pard an Neñger. Gand da heul, c'hoarzadennou ken ledan all e peb korn Bro-Leon-Izel.

Med bremañ ar wazed a oa rekitzisionet evid ober toullou en tevenniou war bord an aod, euz a Zant Pabu beteg Konk. Nag a amzer gollet ! E-keit ma veze sellou an Alman war ar baotred e reed an neuz da labourad mad. Med beb tro ma troe e gein e chome adarre ar bal... a-zav : ar baotred o varvallañ etrezo hag o rei... bronn dezi ! Fraoñv ha kri a veze, setu ma kroge adarre al labour : unan o tenna douar diouz an toull, mez egile... o teuler anezafñ endro, muioh pe nebeutoh ! Evel-se eo bet greet iveau gand c'hwezenn paotred Treouergad Moger Vraz an Adlantik ! Hag a dilee ken brao on diwall oll : an Almanted on divenourien ha ni on-unan; diwall iveau douar Breiz ouz an « débarquement » hag ouz ar freuz a zigasfe ganto ar « Zaozon viliget » !

Beb tro ma teue eur vatimant alman da Vrest, ni e Treouergad, on-oa tenn-artifis ! Pa deus ar Bismark, ar Priñs-Eugen, ar Gneisnau, pe c'hoaz kanfarted ar « Baz-sous-marine » da ober reuz er penn-mañ diouz ar bed, beb tro e teue ar R.A.F., a-wechou zoken e-kreiz an deiz; mez kalz alliesoh goude serr-noz, evid klasplada o zraou d'an Almanted. An abadenn a helle padou ar peb brasa eur an noz : ar projektourien o kroaza o sklerijerien en oabl du, o klasplada uhel an avionou-bombardeien evid paotred kanoliou an D.C.A. hag ar mitraillejou ponner a strake an traou ganto ken-ha-ken o kas ar chapeledou boliji-trasant.

Mez a-wechou iveau ne deue nemed eun tammig karr-nij bihan o tond a-rez ar haeiou beteg Brest, evid martezig digas pakadou liziri, pe daoler eur vombezenn vihan vad war di pe di karget, leun evel eur gest gand ofiserien Hitler, e-trein da frikota ! Goude-ze an tammig karr-nij a 'z ee endro a-nevez, atao izel-izel, o tichapa evel-se d'an Almanted.

L. Conq,
Da veza kendalhet.

SKRIJUZ - ENOUEZ HA DISPLIJUZ

N'eus ket bet biskoaz savet kalz a skridou-polis e brezoneg, nebeud a-wali a draou a benn ar fin. Eur pez-c'hoari berr e-neus bet savet Per-Jakez Helias kouiskoude : « Piou e-neus lahet an hini koz ? » - ha savet mad (1).

O weled « Al Liamm » ob embann eur romant-polis, hini Yann-Vari Kerwer'hez (2), e oa peadra da veza dedennet. E 1943 e oa bet mouplet hemafi evid ar wech kenta, ha moarvad ne oa ket kala a dud kent o veza bet tro da lenn anezafñ. Frank ez eus avad peadra da veza dipitet gand eur seurt romant-polis, hag en en houllenn a reer perag ez eus bet sofjet adembann anezafñ. Rag skrivet fall eo « En ur rambreal », ha stummel fall ha ma h eo eur romant-polis evid gwir, eo hir da lenn, hir-spontuz, beteg enoeuz. Dre zevez hebken eo eh eer beteg penn.

Pa lavar ar skrivet fall, n'eo ket ar wirionez penn-da-benn, rag gouezet e-neus Y.V. Kerwer'hez kaoud an ton a zere da skriva eur romant-polis. E kefirer brezoneg zoken, ez eus kavadennou ha troiou-lavar plijuz gwech ha gwech all. Med deski ar yez eo e-noa bet greet ar skrivagner, o veza ma oa deuz bro an Naoned, ha se a zanter war e vrezoneg. Re aliez eo kannm an troiou-lavar hag ar frazenou, faziou a zo forziz. Eur skwer bihan nemedek : eur « voutaill rom » eo e komz pa dieje beza bet skrivet « eur voutaillad ».

Med gwir eo ive n'eo ket stummel mad al leor. Luziet an hini eo penn-da-benn, « leuri et » evel a lavar Tregeriz. Dalhmad en em goller en a beur seurt istoriou hag n'o-deus ket bepred kalz tra da weled gand an destenn-greiz, ha kalz re hir e vez dalhmad an dispiegadurioù a vez roet war bajennadou ha pajennadou.

Ouz eur wir romant-polis on-neus afer daoust da ze. A-hed an istor en em gav darvoudou iskitz, skrijuz a-wechou, ha tri a dud a vez lazet tro ha tro, ne ouier ket gand piou evel just. Gervel a reer ar poliser Benead Bondu (BB a reer anezafñ dija, aroag na teuy diwezatoh eur goantenn da vruda an diou lizerenn-mañ), med war an enklask ema ive Yun Pullic'h, eur paotir yaouank mentet bras, muzisian, den da hufivreal ha da rambreal, kollet dalhmad en e zoñjou. Setu perag moarvad eo en em goller ive dalhmad 'barz ar romant.

En arvor, e tro Dinard, hag e Roazhon, eo e tremen an istor, e-touez estran-jourien deuet d'ober o zouristed en eur Vreliz na vez komzet enni, war a zebiant, nemed brezoneg. Hufivreal a dilee ober Kerwer'hez ive o soñjai e oa en em lakaet ar Vreiz-Uheliz oll da vrezonega...

Eun nebeud traou all a zo da boueza warno, e-kefiver ar feson ma h eo treset o foiltred d'an dud barz ar romant-polis-mafi.

— Evel just, eo ar Vretoned debrerien grampouez, everien jistr ha sonerien vombard. Sed aze hag a zo eun tam tam bihan re zimpl, ha re verr.

— Ar Hallaoud, ha dreist-oll ar homiser-polis bet galvet euz a Bariz, a zo int-i tud a baper, n'hellont ket ober an disterra tra heb beza bet skrivet en araoq meur a lizer e meur a skwerenn da gaoud aotro war aotro. Sed aze ha n'eo ket gwali-zroug.

— Gwasoh a zo avad. Ez embannadur kenta, hini 1943, ez eus eur Yuzeo lag eo e ans Rubenkranz. Anad eo ne blije tam ebed ar Yuzevien da Yann-Vari Kerwerc'hez, rag ar vila posubl an hini eo treset Rubenkranz, eur zuer arhant a reer anezaf hag ar rest. Ma ne vije bet laret nemed eun hanter deuz ze diwar-benn ar Vretoned, e vijent bet klevet kerkent o huchal, ha gand rezon. Levezon an amzer ma skriva Kerwerc'hez a zanter warnaf eta, med n'eo ket se eun digarez evid eun den hag a ziskouez beza rasist e gwironez. Sed aze hag a zo displijuz.

Ar pez a oa dizerread e-kefiver ar Yuzevien a rankan lavared a zo bet tennet kui euz ar vouladenn nevez. Med nebleh n'eo bet merket enni e oa bet chenchet an destenn war poent pe boent. Ar gwellia tra d'ober a vije bet koulskoude.

F.B.

(1) Bet nevez adembannet gand Brud Nevez.

(2) Y.V. Kerwerc'hez : En ur rambreal. Emb. Al Liamm.

DIWAR GOUST TECHOU BIHAN AN DUD

Setu m'e-neus Jakez Konan lakaet da zond er-mêz eul leor danevellou (1). N'eo ar re-mafi nemed eun dibab euz e skridou, rag abaoe m'eo en em laket da c'hoari gand e bluenn, e-neus bet tro da zevel a beb seurt peziou-c'hoari, kontadenou, studiadennou iv (diwar-benn brezoneg Treger, diwar ar rimadellou bugale ha diwar evned ar Jentilez). Eun droidigez bennag ive, evel hini « Ali-Baba hag an daou-ugent laer ».

Er bloavez 1952 eo eet Jakez Konan da jom ha da veva er Hanada, pe gentoh er Hebeg. Da Berroz eo bremaf distroet da vad, hag eno eo ema, war ar mêt, en eus ti bet kempennet gantaf e-unan. Dres, en e leor, ez eus diou lodenn, « Breiz » o vez a bet anvet an hini genta, ha « Kanadis » an eil. Diskêrvel a-wali int an eil diouz eben, daoust m'eo er Hanada an hini eo bet savet ar peb brasa deuz ar skridou a zo eet d'ober al leor-mafi.

Fentuz eo kentoh al lodenn genta, ha goapanz. Troiou farsuz eo a zispleg Jakez Konan, groz zoken a-wechou eun tam tam bennag. Konta a ra evelist istor

30

an Noblañs - e-giz-ze é oa bet leshafivet an den - ha ne blije ket dezaf tam ebed, med tam ebed neuze, gweled oll chas ar harter o tond da droita endro da giez vihan e wreg. Pe hini « Lannevern e kafv », p'emaer o kas d'ar vered eur jeneral hag a deu da zihuni a greiz oll en e arched...

Henn gweled a reer, n'eo ket danver filozofiez uhel eo e-neus dibabet Jakez Konan lakad en e zanevellou. Med war zarvoudou gwirion eo diazezet e gontadenou peurliesa, hag ar stek e-neus, ar stumm da gonta : aze eo ema ar peb gwellia anezaf, en e stumm. Beteg tarza da c'hoarzin e vez pilajadur o lenn e gontadenou. Gant geriou dibabet brao - geriou brezoneg Treger : amaf i ve ema brezoneg Treger en e splanna - gand troiou-lavar ha doareou euz ar c'hweka eo e ra, hag e teu a-benn evelise ar skrivagner da ziskouez techou bihan an dud, e-ser farsal ha fenti.

Daneveliou all a zo koulskoude war eun ton all, en eil lodenn hag eben euz al leor. Evel istor skrijuz eur paotr en imor fall o chaseal eur hamaradef dezaf e-touez ar herreg, war vord an aot. Pe hini fromuz eur paotr yaouank divroet er Hanada, hag a dap klefediv ar gér goude ma vije bet en em gavet dre zigouez gand eur Werleskinadez yaouank a oa o servijoud en eur restaurant. Bepred avad e skriv J. Konan e brezoneg Treger.

Dre ma h eo pobleg an danvez - sofjal a reer a-wechou e darn euz peziou-c'hoari Maria Prat - ha beo ar stumm-skriava, e kav din e-nje bet gall, eun amzer zo bet, ha bremaf c'hoaz zoken, beza eur skriwagner-pobl euz ar re wella hag a vije bet prizet gand berniou lennenet, e bro-Dreger da nebeuta, ma n'ije bet kavet ar stumm da skigna e skridou dre berz eur gazeten.

Ne welan ket avad perag e vije bet mezuz ober gand eur ger evel + segonnenn + c'ich + eilenn +, adalieg m'eo gand egile eo a ra an dud. Kement-mafi na n'eo ket eur skollo hag a helje miroud ouz nep piou bennag da lenn al leor gand dudi.

F.B.

(1) Jakez Konan : Lannevern e kafv. Emb. Al Liamm.

1914 : AN EOST DIECHU

Anavezet mad eo ano Roger Laouenan gand ar vrezonegerien, dreist-oll ablamour ma rent kont ingal beb sizun euz kement tra a vez embannet e brezoneg, pe e galleg diwar-benn Breiz (1). Evese e tenn eun tamig euz ar « ghetto » kement hini a skriv pe a stourm evit ar brezoneg. Ouspenn eur hazetanner e-neus bet diskouezet Roger Laouenan beza eur romantour ampart, gand e leor « Le dernier Breton », deuet er-mêz daou vloaz zo.

An taol-mafi gand « Le Tocsin de la Moisson » (2) e-neus grët eul labour a zanevelliour. Displégia 'ra ennañ dre ar munud, devez dre zvez hag alicet eur dre eur, an darvoudou pemdezieg e Breiz, kemmesket gand darvoudou bras ar

31

bed, etre ar yaou 23 a viz gouere hag ar merher, 5 a viz eost 1914. Pemzeg deveze hepken, pegen pouezuz avad evit planedenn peb den hag amzer da zond ar broiou !

Ar pez a skoas ar muia ar sperezou a oe an toksin e-kreiz an eost, d'ar zadorn deveze kenta a viz eost, war-dro 6 eur diouz an abardaez, pa zones ar hleier e kement klohdia zo evit ar halvedigez meur. Daoust ma lavare ar Prezidant ne oa ket ar halvedigez ar brezel, e kroge ar brezel braz tri deveze goude.

Arabed kredi e oe an deveziou-se, deveziou diweza ar « Belle Epoque », eur mare a dristidigez. Ar hontrol eo, evel m'henn diskouez skirer Roger Laouenan. An oll a ouz diorammet, hag en eur érgelh a laouenidigez, a ouel, eo e tremenas an traou. Den ne grede, koulz lavared, e padie pell ar brezel. Ar zoudarded a zoñje dezo e cant o kemer eun trefi a blijadur evit mond da Verlin da zebri choukroutez. A-benn gouel an Nedeleg e refent distro d'ar gêr goude beza roet eur gentel d'ar Brusianed ha degaset adarre an Alsace-Lorraine e kerbenn ar vammvro.

Siwaz heb dale e rankfent diskana ! Nag a hevier strewet e-pad an deveziouze ! E Breiz e tremenas an traou evel e kement leh e Bro-Hall : unvaniez sakr, an oll d'ar hazerniou, trouz ebred, hag ar re ne oant ket mad da zoudard en em gave mezuz. Eun dra hepken a rîz nehamant d'ar beizanted, lezel war o lerh an eost diechu.

Gand « Le Tocsin de la Moisson » e-neus grët Roger Laouenan eul labour istorel dispar. N'eo ket awali evitaf konta an digouezioù, kalc anezo dianav deom, mond a ra beteg donder ar vuhez. Souezet e chomer o weled pegement a deulioù e-neus dastumet ha studiet, levriou, kazetennou, diellou a beb seurt, aliez diembann. Goulennat e-neus iwer eur bern tud, koz bremati, hag a ouz yuouank-flamm d'an ampoent, lod anezo zoken o vezet a sikour sacha war ar gordenn evit seni « toksin an eost ». Evelse eo deuet a-benn da lakaad da adveva eun drohadenn euz ar vuhez war ar mèziou hag er hêriou e Breiz, da rei deom di gompren ha da zantoud penaoz e oa e-pad an deveziou-kroaz-se « liou an amzer ha spered an dud ».

En eur heulia reolennou striz an istor, ne zizoñj ket Roger Laouenan e vicher a gazetenner ha gouzoud a ra dispiega an darvoudou e pennadou berr, bourruz ha buhezeg. Ne vezor morse inaouet o lenn al leor-mañ. Allez e-kreiz an drajedien e kaver peadra da c'hoarzin, munutachou fentuz a zo, ken dall e oa an dud e-pad deveziou diweza ar peoh dirag ar maro o tostaad. Roger Laouenan a gont an traou evel ma 'z int tremenet. Ne glask ne barn na rei eur gentel, ne fell dezaf nemed dizolei ar wirionez, deom da denna or mad euz ar pez a c'hoarvezas gand on tadou.

« Le tocsin de la Moisson » a zo eun oberenn a dalvoudegez e meur a gefiver, hag alia a reom stard lennerien BRUD NEVEZ da houllenn anezig digand o marhadour-leorion. No gollint ket o amzer ouz he lenn.

P.-M. MEVEL.

(1) Beb yaou war an « Télégramme ».

(2) Roger Laouenan : Le Tocsin de la Moisson : Août 1914 en Bretagne. France-Empire, 1980.

Embannaduriou Emgleo Breiz

NEVEZ ADVOULLET

Jakez RIOU

Geotenn ar Werhez
ha
Barzonegou

« Eur pez-barzoniez e nao boz-kan »

P. J. HELIAS

Eur brao a zigarez da lenn pe da adlenn Jakez Riou.

Priz al leor : 34 lur. E gwerz e ti « Brud Nevez ».

NEVEZ DEUET ER-MÉZ

EUL LEOR NEVEZ GAND BRUD NEVEZ :

DANEVELLOU
EUZ AN AMZER - VREMAN

GAND

J. Abasq, Remi Derrien, Charlez ar Gall,
P.-M. Mevel, My Skaoudig,
Korantin Riou, Per Trepos

—
Priz al leor : 24 lur

Brud Nevez, 6 ru Beaumarchais, 29200 Brest
C.C.P. 893-94 P Roazon